

na neo ouman ar gontess a Painblan  
a lakai ma halon da ranan.

### Comtesse de Goelo.

eun dimezel iaouank deus ar ger a Naonet  
a zo dimeet nao mis zo eureujet na ne ket  
eun tri p(ev)ar de zo e he guilioudet

Pini a zo dimeet dre eur c'hass lisero  
Da vraouen prinç iaouank a vale en poëto

eur paourik bihen e vessa e loened  
a kane son newe pa'n dev(o)a e disket  
eur c'havalier iaouank o retorn deus an arme  
A klewas ar paour bihen o kana e son newe

De ta paourik bihen na kanet ar zon ze  
na hini a ganac'h prema souden aze

Sallokroas otro na rin ked  
ma breur zo war ar mor aon a meus na ve beued

De ta paourik bihen kanet ar son ze din  
a pa koustfe triwarc'h Diner peb poss anei din

Sallokroas otro na rin ket  
ma breur zo woar ar mor aon meus na ve beuet.

Paourik bihan kanet ar son ze  
Pe me ia dez treuzi breman gant ma c'hlewe

ar paourik bihan gant aon kol e vuhe  
a kommansaz da ganan dean e son newe

: eun dimezel iaouank deus a ger a Naonet  
zo dimeet nao mis zo eureujet na ne ked  
eun tri pe p(ev)ar de zo e he guilloudet  
allas siwoas dei malhuruzez e bet

da lahan e c'hrouadur eb bean badeet

eur paourik bihan e voa kaer evel an de  
a seblante bea mab deur prinç pe deur Roue

— Cesset paourik bihen cesset o kanouen  
Blesset teus ma halon na houlan klewet ken  
ag en laket e torn en godel e liviten  
a rei dean eiz skoet ebars en aour melen.

— ar princess kos a lere en kamp de merc'h enan  
pa pigne eun de Otro Doue ma merch  
para a veo groet  
arri ar c'hont en ker ma vifet eureujet

Bean n'deus eur c'hoar a zo koant a c'hi  
a gorf ag a visac'h hanvel e c'he outi  
Dallet ma mam ma alchoeo  
ag habillet ma c'hoar gant ma braoerio  
leket dei ma dentelez a(r)c'hant  
a ma habid inkarnal  
presentet ti dean pa entreo er zall

— ar c'homt deus a woëto ar c'homt a lere  
en kamp dar verc'h iaouank pa pigne eun de  
Bonjour dec'h me(r)c'h iaouank bonjour dech gant o liou koant  
o fesson a diskue oc'h eur plac'h patient  
neket c'hwi en hini a wa din dimezet  
en beo pe en maro a renkan e c'havet  
— ar brinCESS kos a lere en kamp de merc'h enan  
pa pigne eun de  
o doue ma merc'h para a veo groet  
refuzet e o c'hoar c'hwi a renk da kavet

Dallet ma mam ma alchoeo  
 a diesset din an dristan ma habijo  
 C'hoas a vo ge awoalc'h ewit souffr ar maro  
 Diesset din ma habit arvouloüs  
 ma wiskit dindani ma c'hotillonon rous

Deus ma c'hoëffo noz diesset din ar braoan  
 gant a weo er fad e vin manet klan

ar c'homt deus a woëto ar c'homt a lere  
 en kamp dar verc'h iaouank a pa pigne eun de

Bonjour merc'h iaouank gant o liou pal  
 Dindan an dillet ze c'hwi c'heus kalz a c'hlac'har

Leret din me(r)c'h iaouank leret din me o ped  
 pelec'h man ar verc'h pe mab pini a c'heus ganet

– pe da fonti aman evel aman war plad  
 mar meus ganet biskoas emei na merc'h na mab.

ag eun(1) ag o tapout e dorn neuse war e fe(ul)trin  
 a dilampas al lez deus e c'habid satin

ne(2) ta ma sonnerien sonet ar gaboten  
 ma tansfomp on daou aman war ar plenen

me mei zo eiz mis zo gant an derjen kartier  
 non ked wid chom em za danzal ar gaboten

– ag en tapout e dorn war e pognard arc'hant  
 n'eus e flanta en e halon neuse soudon vattant

ouma mean e an naontekvet a m(o)a bed dimeet  
 eb biskoas hini na meus bed eureujet

– e c'hoar a voa enon ag a deus bed laret

an dans pa e kommancet e achui a vo groët  
 an eil dro dan dans an eil dro pa deus groet  
 ar pognard arc'hant en e galon en deus plantet.

(1) Ms : eun ; lire : en (hen)

(2) Mot douteux.